

167

Antretien

Entre jacques ha Pierres.

Pierres.

Deiz-mat dit, va mignon: ha te zo citoyen?

Jacques.

Ne allan yet respont, ja na oon al leren;
 Bea a zo mercou laget a neverz flam,
 An neys nen deus anê a zo eun den infam;
 Haq e ve den honest, ha carg'et a syperet,
 Difennet eo suntan renta servich ebet.

Jacques.

Permetet eo certen brêma dan neb a jar,
 Da zouten ar Rose e servicha gant gloar;
 Egal ouys oll laget gant al lezen neve.

Jacques.

Ne recevi bigen a neb otorite,
 Ma na bâes trouach, eur iârim eo an drage;

Chasset e vi p'el eus an assamble vrás,169
 Mar d'out praur, honest, fair, ne gari a nos plac,
 Nag en departament, nag eneb tribunal;
 Goell eo calz eviv'eot ar ginnig Gud ha fall:
 Bale da glasq neuze eur guir égalité,
 Et lech m'ar eo eur ébrim bera er baourente.

Pierre.

Le barlantan get dit a citoyen actif,
 Mes da zouten al le, ha te zo pront ha vif?
Jacques.

Bera pront, bera vif da zouten al lezen,
 Eps galite actif, zo eur vaz eps daou ben;
 Rac neyo nén de actif a zo gari maro,
 Nag evit bera pront ezeo ret bera beo.

Pierre.

Ag a ever, jacques, na vez aristocrat,
 Nag goël eo calz bremàn bera eun democrati.
Jacques.

A ve explitet din an daou ch'hir nêve-ze;

170 Hag ini va quod cor ne brononce aue,
 Me lavarfe ractal prelech e ve va lod,
 Mes esp o anavut, en anzav a ne l'od.

Piel des.

Man Democrat e g'slich an all lezen neve,
 Hag an aristocrat chaneb eun dra a gare.

Plages.

Ne aprouvan get all ar pez a rës bremian,
 Etouez neubeud a vad calz a groug avelan.
 Pa laran dit ractal ger scler va zantimant,
 Dizolo da ini, hag em renti contants.

Piel des.

Nivelan nemet vad et Goustitution,
 A meus tojet vouten eus a greiz va chalon:
 Ar butin marchat-mat, coulz hagar quin-ardant,
 Na deog, na prevedi, na gousto Deomys archant;
 Choaz a rayouys breme ar velin da vala,
 Justic a vo rentet dre-oll evit netra;
 Egal e vo an all laget en trouacho,

Pep hini Dre veret hevor a recevo.

171

Jacques.

Marvien eveldaet, me a Douye iue
 Ma veljen en oll mad lezen an assamble;
 Mes neb a vel euni eur fot an disterra,
 Mar tou e gouten oll eur chrim enor m'a ra;
 Ha difennet ezeo eus al lezen neve,
 Goude aprou un darn, lezel darn a gaste.
 Ar buten marchat mat a zo un avantach,
 Behini a bêi, mar gêez tam truach;
 Ar guin-arcant dabord a zisgennas izel,
 Ar buten eveltan a ell pignat tuel;
 An hoicarn hag ar zaon, pere zo necesser;
 Da zisgen ar buten a zo rentet goel g'er;
 Ha Eog ha prevedi, an hini zo fermier;
 Da vesti a reng graea, eb miret un dinier;
 Ha da yalch a zanto ar per a gle da barg,
 Hrag graea da gure a zo bremar e carb;
 Pa gasses da zac'hant d'ar velin da vala,

157) Ne ancora james ar meliner gobra,
 Hag vuspen, mar car coll yse miretan anter,
 Ne ells get bremian ober derian affer,
 En tas, te a baev lod ar justic neve.
 Mar ackens eun affer, te a baev are;
 Egal e vo an oll laget en bruacho,
 Hka loden prob hini an anter a gresco.
 Ar choarou a zo grët, a riscoë pratant dit,
 Hag én a zo rentet henor Var quis verit.

Histoire.

() re bruach an bloarmian ar ghe a vo paect,
 Hag en bruach goude ni a vo soulajet.

Lesges.

(resgi a ra ar ghe, netra ne yeus paect,
 Gant madou an iliz spere a zo querret,
 Hka ja ne douchfer gen archant ar chouencho,
 E vo impossibl deomys paect how bruachou.

Chans.

en tax patriotic, serve a gomprenan,

En deus paeet ar gle a voa bete vreman. 173

Yacqes.

romet e voa Deomys, quir sur a lenered,
E peje an tax-se ghe ar rouantele;
Mes cresqi a reont, ha netra na chome,
Har serich an otrone a ra hon lezennou.

Pierres.

egement, mar gouzout, a baecamps-mi bende
Dan oll Despiterien a zo en assamble?

Yacqes.

eb a choech-scoet bende a douchont o'reis-cant,
Keb conta ar bareo a goust calz a archant;
For rum-all a douche p'eb a n'ao sciet bende,
Enpad daou vloas anter, Iauzeec-cant voa ané;
Etot eo goust neufe piou a laer non archant;
Na piou a den p'ivig diwar goust payant.

Pierres.

abz a labour o deus, non Despiterien gér,
Bera bende er zal a zo eun dra Dies.

176. Oer eo al lojeis, gen beva en ~~l'or~~,
Na ma na vent gracet e vent tud diavis.

f. 22 v. g. 3.

En honor da vera mestrou d'an nation,
A glefe izellat priez bras o fansion;
En diseol, en disgle, int essoic an anter
Eoit na te, na ma dindan êr an amzer.
Pave eun darn anê apliget d'o deuer,
Darn all a ve absant o pourmeni dre g'er,
Na biscoas, abaoue ma indi di casset,
Oll assambles er zal nen dint en em gavet.
Oer eo beva enon, da neb a reng chervad,
Mes en neb lec'h ebet ne vero coulz marchat,
Naq an ini' febro eur bansion gommun;
Na lojeis a zo herve preb sort fortun.
Oration o deus da zispign; neps a gar
a ve versicht prest, en fecon ma laval;
Na goude sein beinde calz non deputieren,
Nen deont gen dar zal, rac crog vent er veren.

Pe chonet en unan eus an stalion digor,
 Si leôts evit archant ma verzer an honov.
 O disign estonius ne ampech got anê
 Da baex o gle vor ha da brena leue.

175

Pierres.

En laeres sur a ra arre a gassomys di,
 Hag ogmanti hor gle el leôts an zoulaji.
 Pa zeo quis gementse, eo groent o chasseal,
 Hag eus urz ar roue Veriti evel quechial.

Jacques.

Nolla, Per, sa mignon, tociet och eus Vouten
 Gement ha mat ha fall a zo en o lezen.

Pierres.

Ur bobl a zo ar mestri, én a ra at lezen,
 Hag en deus ar grouoar, grave fall, Ile. Dispen.

Jacques.

Avaret er eus deomys ereo mi ar mestrou,
 Ha var Digare ze e revinet hor bro,
 Gant aon na deurvejens ampech o fallente,

1750 Deus imajinet on oblijce dre le
 Da yuten o legen eb e examina,
 Héa da yutfr an pillaach, eb lavaret metra.

a-reont fallente, me no approuvan get,
 Hag an archant-praper na blick get d'ame speret.

Jacques.

Wouet ach'eus D'ame, souten an archant-le,
 Pa chens louet en oll approu v bolonte.

Edigen ne yutenan un dra injust ha fall,
 Mar ameuan louet evan evel eun dall;
 Hag yuten un dra vat, ha dilezel ar rest,
 So dever pekini, mar be eunden honest.

Jacques.

Ames eo ar rēyon pekini a zo cor
 Ma velours tourmenté han oll veleyen, gōz;
 Ar mad a blije dé hag anfall ne rē get,
 En defot Dén souten ez int bet chasseet.

Pa choukenner al le eo difennet locet,
 Ab mat a routement, mes ar fal na rin get,
 Gant avon ne gomandje arbabb la rifiab,
 E rès dejan approu, locet ha l'outen tout.

Pisane.

ar greout fallentez na den get d'am ramals,

copie.

erchel ar zac'h D'al laer a zo eur vicher fal.
 Int a rai fallentez ha te a routeno,
 Hag ar memes ifern erbed-all o losgo.

Pisane.

ar lantet a'heus Din eus ar chos veleyen,
 Var an afer ze just e fell Din da regren.
 Ha Terson, ya C'hure, a roa tiez a-fêcon,
 Na geuz ameus déze eus a greis va chalon;
 Mes peraq ne rent-y evel citoyanet?
 Neuill al lezen neuve, hag e vijent nivret.

copie.

ar reglen eb justic nien deo get eul lezen.

¶ Fall pe zot ego sur nef a dou e souten.

Fall.

Eleyen gouscoude ha yaouang ha vajet,
Souten an neventi ganeomp o Deus touet.

Souten.

En Drong-louzou a gresq en mesgal louzou mad
Kag ar parcou goella a zo red da chonnat.

Drong-louzou.

En douerrien o Deus siperet ha probite.

Douerrien.

char o Deus-e int bet, er int gollet gante.

Char.

toiet e credont en em gomporti mat.

Toiet.

Contrel e leveront, gra vent o covestidat.
Ha poan en Deus an eil o iterchel egile,
En chadennou Satan bete fin e vue.

Kag en heur ar maro en em accuzont all,
Eo al le millig'et cor deze Dén em goll.

179

iavis int meurbet goera o eneou,
bit p'invivid'ges p're eruit henoriou.

F. 16. v. 6.

ies p're impossibl eo, eb religion,
Bera victorius var an Dentation;
ar re o Deus louet, mes ar veleyen all
Bete carret placou, ne g'eront metra' fall.

F. 16. v. 7.

'en dint got ar rebut eus an all veleyen,
Darn a zo disget maï hag a zo wärieren.

F. 16. v. 8.

on heritiȝet vras o Devoa discamant,
Mes o ambition fier hag arogant,
O clasq en em zével freist an all enbed-ma,
O lage da goera en dirurzon brassa.

F. 16. v. 9.

es ipetra a zitau eus hor beleyen gor
ober'ive al le da chom en o repos?

N'ens eus netra chanchet en non religion,
Eme an lovierien, hag a gredan quiryon.

Hag e ve quir o chomq evel mægo fos,
Lavaret ameus dit pætra eo a zo cos
Na ell nican ebet, na bêleg na laiq,
Ober al le poumer, al le diaboliq,
Neb toutes aprou all qement a zcreter,
Presqi an bruajou digaq archant propr,
Ober injusticou, Didrona ar roue,
Guerra an ilizou, ha calz a fallente.

Ar pœud se e cavau o Deus eun tam rezon,
Na noupas pa gomport eus ar Religion.

ion a galch en iliz doctrin an Ebrestel,
Ar Pab, an Esgibien a zo deran Fidel.
Neb a renouç Dar Pab a zo schismatig,
Na mar dint aveurtet, erint heretiqet.

171

n doivrien a bed bes sul evit ar Rab.

.
.
.

sit da Beurdalla, ge evit aber goab.
Lur bug'el a bedde bende evit e dad,
Ib heuill tam e urrou, hag én a rafe mad?

.
.
.

n Decret a oblich brenian an Esgibien
Da gas ur quis Dar chef eus an Ilix Romen;

.
.
.

Én a zo consacret Escops er Sinister,
Pe en eur chanton all, emes eo al lizet.
Ce a zo Schismatig hag eun Den Divergont,
Caret gant an Ilix; emes eo ar respont.
Cred, mar geres, neuge eo eun Escops Giel,
Recevet gant ar Rab en e Ilix Santel.

.
.
.

ara lavares din, o Stad zo brest meurbet,
Rag er miss an Ilix Barados nén deusget.

1.2.

Ille a ya da brouvi dit en eur g'ir pe daou,
 Erint schismatiget, mar gerez va zelaou.
 Eun articel eus ar pe, necesser d'ar christen,
 Etre pouvoar ar Rab en all Gliz Romen.
 Pouscoude an Decret a Doinont d'ar zouter,
 Ne lez gant'an en eur, anez pouvoar a greñ.
 Dispans, induljancou, jubile, mission.
 Oll e leuyont bremian digant an nation;
 Pe evit comz sclerrock, inutil int cavet
 Gant an Gliz néve evit beza Salvet.
 Redes a lavaras d'ar Rab genta
 Dalchit va Esqibien, va sobl en o deven.
 Pe evit amplia pendaben s' gomyou,
 Conduit va Fénevèd ha va oamedigou.
 Ne choarvez qet se, eme an intruet,
 Digant heritour ni lamo o ténevèd.
 Ia, tud milliget, hag ar re o'k heuille,
 A vo treinet ganêch Dan tourmanchoe garo;

Hag anez heuill ..., ha miret e lezen,
N'en deus nes barados, mar deo quir na chaden.

Dieu.

ag én a zo grët gen a enesp d'arguir fe,
Pe a enesp tenor Gourchennennou leue ?

Jacques.

eba becks en un dra a zo coupabl en oll,
Hag eb eur fe antier e chaer sur da gall.

a lavaras quechal d'e bestel,
Hag en o personach d'ar bastoret fidel:

Ar re a absoltet, me absolvoo anê.

Ret eo, eme arpe, carret jurdiction,

Evit rei d'ar pecher absolver ha pardon.

Mes an toies coupabl nén d'ez got approuvet
Gant an glaz vromen, pa en deury quitet.

Dieu.

eba zo beleyen a zo còvessarek.

Jacques.

ot eo, eme arpe, ma veint choas approuvet;

J'habet zo em preb amys sur quir distinction,
 Entre ux eur bêleg hag e jurisdiction,
 Pa lavaras ~~esse~~ dan bestel en goian,
 Ober ar pey a rî en memor anean.
 Neige e voent sacret, mes nô devoe pouvoar
 Da rei an absalver da oll babil andouar,
 Gen a lavaras Dê eur nebeat d'ar goudre,
 Instrui an oll babil ha baderi ané.
 Ar fe a lavare e voa Seiz sacramant,
 Ha ne chom nemet choech's dre al lezen breuant;
 Hag ar Briedelez a zo deat inutil,
 Beva eller er chrim ganteur chontrat civil.

Mémoires

Roialch amys clévet var articou arfe,
 Mes lavar din un dra var lezennue boce.

Mémoires

Ma un ~~litter~~ esogen rent adoration,
 Eme ar gourchement, ouz a greiz da galon.
 Adori cant ~~litter~~, evel ar bayonet,

Pe tremen eb hini etat ar rouajet, 188
 En despot da Denor ar chente Gourchement,
 A zo eun honestis agreable d'al lezen.
 Hag acordi a ra eur gouir protection
 Da oll enemiet ar gouir religion;
 Protestantet iupi ha menees judecien,
 O deus grët lezenou iliz an Doierien.
 Carout a ri a soe, ha carout da nessa,
 Abreje al lezen a zo er chomrou-mâ.
 Mes carout ar Choucas, ha dilezel ar fe,
 Ewel an Doierien, impossibl ero se.
 Carante an nessa hag y a zo heultet
 En o iliz neve gant ar schismatigot?
 Persecuti dre oll, gant eur gruelot trish,
 Ar re a chorn Fidél Da lezen (1880-1881),
 Forci a ministret da vont yell eus o bro,
 O occupi en fos dirag an distrikt,
 A zo eur fécon all da garet an nessa,
 Ha fécon (1880-1881) a huit ne dal bréma netta.

186 Carante Iou nessa evel deomys hon- unan,
a rije mad quechial, ha bremian nedal man.

Ar Gourc'heman goudé, hag éna zo miret?

Touet en vén Dreyan auxomys zo difernet,
Hag al lezen neve, control dar Gourc'heman,
A gommard alies touet en vén.
Vrag en peb assamble eo red touet
Hag antren en peb carg eo red touet iwe.

Touet a gommander en Fédération,
Touet en gebandret, en peb ocarion.

Touet en vén hag eb nécessité,
Lepana ne grót eul le en obes a nième.
Ze ne risue netra nemet an d'ostianc,
Eus ar citoyanet, hag eus o choussianc;
Vrag le eundan honest, eur veach mane grót,
Non Deus get a eom da vera repetati.

en Dede Gourchement hag éna zo chomet? 187
 feestgods.

iret ar zul Dreyan Demps a zo commandet.
 Dre al lezen nîve, a enesp das genta,
 lo red aber das zul al labouriou brassa.
 C'hoas eur Mer, un Escops, ne eur persontoies,
 & gounades das zul ha lezelas C'hoas.

feestgods.

lementre a zo mae var ar Gourchement,
 gueloups da zaotmant var ar sacramanchou.

feestgods.

er constitution pini achens touet,
 ar zeisnot sacrament inutit zo rentet.
 Et monet dan iliz, permelet ejeo dit
 Beva euel gride gant saint re manharit.
 Moyenant eur chontrat, ech elles chom et crim,
 ka froies da rigouren a vo tui lejtem;
 Mes a ne vije qet mergat endescrejou
 an destruction scler eus ar sacramanchou,

Rentet iost inutil evit ar gristenien,
 Pa rengez e receo digant an Douerrien.
 O receo digante a zo eur ï̄krim garo,
 Nemot an absolver en articl ar maro.
 Ma na ellor carret eun bêleg catholig,
 Ech ellor e receo digant eur schismatig.

Ricard.

Ofrenni reont gercoulz hagar se-all,
 Ha pachies d'o ofie, te a zo meurbet dall.
 Communi a res gant ar schismatig,
 En despit dan gliz en deusau difennet.
 Baderi, confirma, ha noin a reont,
 Hag ordren beleyen dre eur ï̄krim ar apostol.
 Mes an uesq' zo hardi da receo digante
 Ar sacramanchou man, a ra eur ï̄krim nêve.
 Pinjen uag eure den diot get sacramant
 En dom an instruet, criminel ha mechant.
 Er gieseo e clevan lavaret ordinal,
 Eman Demens an fe an poenichou principal.

189

a a ra din credi na ell qet un toies
 recita e grecq, et cavit disper.
 an iliz zo saintel hag iue catholig,
 an iliz zo romen grecouly apostolig.
 s a zo ar chef eus an iliz saintel,
 foudet ee gant e choad ha fe an Ebestel.
 Disperset eo dre oll achan da zeij ar nuarn,
 ar Pab a m en eus ar pouvoar de gouarn.
 Examinouys bremian iliz an douieren,
 Hag hy zo catholig, apostolig, romen?
 Nen deo qet catholig, racien deo disperset
 Nemet var doxatane, e deus amwoezonet.
 Mar deu apostolig an iliz pat riot,
 eo foudet gant mias, manuet facieit.
 A abostal traytous a veras hor faive,
 Ma bremian an iliz, e bried, a verze.
 Deus an Ebestel en iliz nen deus foudet,
 Un iliz qer control d'arfe o deus adet,

110 Open nebent eo romen iliz ar re Douet,
 Da ne ker gant ar Bab otoite ebek.
 Grët e roa gant jesus chef an oll ilijou,
 Difennet eo ein France, Venti euse urzon.
 Remission ar pechejou eo ar jurisdiction,
 E deus bet an Iliq (monras an Nation)
 Da rei deouys ar pardon eus hon oll bech'ejou,
 Hag ar proatkhwa-re tout a gavàñ er G'edoo.

Pierres.

Petra zo cos eta ma caver locerryen,
 Hag a riscoel aprové calonec al lezen?

Jaiges.

Orgouill, avaristed, ha calq a ignoranc.
 Soar gouir fondament a iliz never g'hawng.
 Glasq ar re a g'iri Demeus an intruet,
 Unan ar vicou-nian en deuse cunduet.
 Un ambition mas da gavet hemoryou,
 Un attack direglet da gresqi o madou,
 Et lezen an iliz ar vrassa ignoranc,

un dioscianc formel damens ar ~~meidance~~, 131
 Pe eur choant criminal da ien en dizerou,
 A rent an intrict ger stang er parozion.

Poésie.

Enos a chouquet le prez sot intention
 En deus bet prez himi, ha dre prez sot rézon
 Sint en em garget hag oblijet dre le
 Da zoutou lezennou ar rouane neve?

Le Cœs.

lement inn anê a zelau moe Rose,
 Ha moe o chonsianc, a zislavar o le;
 A damal an orgouill hagan avariste,
 Pe eur vic, all benag a zalle o sperete,
 Darn a voa spouronot, hag a gave dies
 Beva er priouyou ha ~~Saint~~ an dieuz.
 Enjaret o deus all, pa zint convertist,
 Et anval un toies eur eun eue collect,
 Pini zo tourmantet hag en deiz hagen nor
 Gant remorthou cruel, eb cavet nes repoz.

Oll' grā en em gavint en peurfin e buez,
 E choulenfant dabord eur chassessous eb le;
 Mes ne obtenuont got o meunat dirige,
 Nōa dre zorn un tōier e rengorot fūissa.
 Mil boan en deus an eil och ampech egile
 Den em distlavaret gent mont dirag Poue.

Pistoles.

Mechamant a rex dir var va zilvidiger.

ad 963.

Sa - man coulz ha te eroan betzell diez;
 Mes consultet ameus tuc Santet ha lavant,
 Pere o deus laget éjet na zantimants.

Pistoles.

Denos en em gomport eur christen mader ^{Fionc}
 Marfel deran nirot divlam e gousiane?

Wangis.

Or per a rēch goechal en obes a zoree;
 Pratiga ar verte ha quitat ampechot.
 Pratiga a gleoms gant courach ha calou,

ar vertu excellant eus ar relijion.

Necesser absolu eo d'an oll e chanet,

Da henui Basq, evel a zo gleek.

Secunda.

ar ar vertu ze just ena va oll scrupul,
 Hag tremen eb ofern ha d'ar goethadarsul,
 Tremen eb covessat hag eb communia
 Da Basq, en amez all, ha martepe da vla,
 A gavau oll control daurrou an iliz.

Ro din var gementse, mar g'elles un avis.

Tertie.

ad d'iesc f'orrennayid en lamas eus e drou,
 En Stagas er chaden, en gassas d'ar prison,
 O clasq ober dezan abandoni anfe,
 Un Escops heritiq, evel non re nere,
 A yas abeurz e d'ad da bropsosi dezan
 Ar pardon, mar carje ober e basq gantau,
 Pe eur maro cruel; guell evoe gant ar zant
 Mervel eb na bêleg, na pasq, na sacrament.

... Ar zent, en auzer dritt ar bersecution,
a neve eb offe, hag eb communion.

Gaell calz e voa gant'abega merseriet,
Evit mont dan ofic, an dud heritiȝet.

Gourchement an Sliȝ ne oblich got ar re
Na ellont en miret nemet vcoll arfe.

Point de vue

Fournisst echens din dija meus a rēzon,
Capabl d'am formaat er quis religiou;
mes deus calz a re-all na leveres netra

Point de vue

En auzer infinit a rangen d'o chonta.

Point de vue

He a lavaro dit, gerterit qimyada,
Ar pez achens leȝet, hag a radin crena:
ar choienchou Santel, occupet nos ha de
Da aber pinijen ha da bedi ...,
a routeine en ... ar quis religiou,
Distrujet int Dre all, eb neb remission.

Ar veleyen dojet da vont d'ò farazion,
 Goude ma vent hanvet a antre gant ar mor.
 Disgibien ~~jean-jean~~ t'ayé evel oanet
 Da brezeg an douçder Iarb leizi arrajet.
 Ar gouis batiant lez ar gontantamant,
 Ius ar veleyen goz er grec'h, et laermann,
 Am. laga da gredi e Santont eun douçder,
 Peñini ne ma get en calon an toies.
 Golet a rès ar joa Scinet var obizach,
 Var hini an toies e velez an arrach.
 Command, ara vautout effet an diresper,
 Breuet gant ~~jean-jean~~, ya verras hor alvez?
 An braou-ze all pell zo a rai poan din ema pen,
 Birvigen, jaegez qés, gen ua vin citoyen?

ut meur!